

## KIS-366 – Hanc'herieg an Drevoniezh

(GE – 10 07 89)

1. **abiotique** 1) Adanv ar parennoù fizikel ha kimiek eus amva ur bevedeg. Br. **ambevadel**. 2) Adanv ur metou anaraezus d'ar beved. Br. **anvevedus**.
2. **aérobiose**. Beved e diraez an oksigen. Br. **aerveved** g., **aervevadezh** b. Ar c'helligoù hag ar bevedegoù o tanveziñ oksigen an aer en o c'hennevid a adanver **aervevat** (sl. SADED, Bon-6, p. 5).
3. **allochtone**. (Hinienn) n'eo ket bet ganet er vro m'emañ o vevañ. Br. **ezgenidik** aa., **ezgenidig** g.-**dion**.
4. **allopatrique**. Adanv spesadoù o c'houzerc'hel douaregarioù diseurt. Br. **daskendiriat** aa.  
 Kinnig a ran ober gant ar rakger **dasken-** "diseurt, liesdoare", diwar Br. **ken** "all, disheñvel" ; kv. Kb. **amgen** (amprestet endeo e GBLF. ¶ 137).
5. **allotrophie**. Perzh a zo gant bevion 'zo da dennañ boued eus danvezennoù diseurt, an dro eizhañ o vezañ al Loened hollezat (Gl. "omnivore"). Br. **daskendeñvañ**, **daskendeñv** g., **daskendeñvezh** b.
6. **allotropie**. Perzh a zo gant bevion 'zo da wiskañ neuzioù hervez doareoù ar metou. Br. **alldreñ**, **alldroüsted** b.
7. **amixie**. Dic'hallusted an hironaat etre daou spesad, div ouennad. Br. **ankeventrac'h** g. (sl. KIS-337, La-08, p. 321).
8. **annicole**. (Loen, Plantenn) o vevañ e-barzh pe e-kefin ar stêrioù. Br. **stêdrigat** aa., **stêdrigad** g.-**ed**.  
 Kinnig a ran ober gant deveradoù **trig-** (hBr. **tric**, **guotric**, **guutricset** ; Kb. **trig**, **trigo**) evel kevatal da Et. **-cole**, h.a., er ster "bezañ o vevañ, o chom".

9. **amphibiotique**. O toareañ ar Pesked o tremen, da geñver emdizhañ, eus an dour dous d'an dour sall pe eus ar mor d'ar stêrioù. Br. **daouzourdrigat** aa. Sl. **anadrome, catadrome, diadrome**.  
 Ober a ran gant **emdizhañ** (hBr. **(cant)imdeith**, Kb. **ymdaith**) da gendec'heriañ Gl. **migrer, migration**.
10. **anabiose**. Distro d'ur beved oberiat goude ur prantad beved enkelat. Br. **azbeved** g., **azbevadezh** b.
11. **anadrome**. Adanv ur Pesk o vevañ peurliesañ er mor, hogen o sevel er stêrioù evit greuniañ. Br. **argrec'hus, stêrarduat**. Sl. **potamotoque**.
12. **anaérobiose**. Beved e-maez oksigen an aer. Br. **anaerveved** g., **anaervevadezh** b. Ar bevion en aerveved a reer anezho **anaervevat, anaervevaded** (sl. SADED, Bon-6, p. 5).
13. **anhydrobiose**. Beved enkelat ma emañ bevion 'zo disec'het ha paouezet enno nep kennevid. Distreiñ a c'hellont d'ar beved oberiat goude azdourañ. Br. **andourveved** g., **andourvevadezh** b. Sl. **reviviscence**.
14. **arénicole**. (Bevedeg) o vevañ en traezh. Br. **traezhtrigat** aa., **traezhat** aa.
15. **autochtone**. (Hinienn) bet ganet er vro m'emañ o vevañ. Br. **engenidik** aa., **engenidig** g.-dion.
16. **autoécologie**. Studi ar c'heñverioù etre un hinienn hag ar metou hep dere'hel stad eus ar strollenn. Br. **unandrevoniezh**.
17. **autotrophe**. Adanv bevion 'zo ganto ar perzh da dennañ o boued war-eeun eus ar metou meinell ha da gevanaozañ danvez o bevedeg. Br. **kevandeñvek** (sl. SADED, Bon-5, p. 2). Sl. **hétérotrophe, métatrophe**.
18. **avalaison**. Diskenn eus ar Sili oadour o vevañ er stêrioù trema Mor Sargaso ma tozvont. Br. **ardraoñadeg** b., **morarduadeg** b.
19. **azoïque**. Adanv ur metou hep beved loenel. Br. **anvil** aa.
20. **bathyphton**. Plankton o vevañ e goueled ar mor. Br. **batiplankton** g.-ioù.  
 E lec'hioù all ez eus bet arveret luniadoù evel **morlizadur** evit plankton. Da hanc'herieg ar rummadoù termenoù o skritellañ derezioù donder ar

mor, e soñjan ez eo gwell degemer an termenou etrevroadel evel ma reer e maeziennou all eus ar yezh evel ar Gimiezh. Sl. **pélagique**.

21. **benthique**. Adanv an tachad kefin da oueled ar mor. Br. **bentek** aa.
22. **benthos**. Teskad ar bevion mor pe lenn o trigañ er goueled. Br. **bentoz** g.
23. **Bioacoustique**. Studi ar stenioù ec'hodet gant al Loened. Br. **Bevstenoniezh** b.
  - En eskemmoù a ya d'ober KIS-324, La-08, pp. 274-286, e save etre re all kudenn an termenou Br. da lakaat war sterva an Et. **akoustik**. Re sammet e hañvale d'ar genskriverion ar gedrann Br. **-son-**. Perig HERBERT en defe kavet spletus degas e Br. ar gevenebiezh a zo en Al. etre **Klang** ha **Schall**, e Sz. etre **tone** ha **sound** (pp. 282-283). N'eo ket sur e c'hallfed didroc'hañ ar sterva Br. diouzh an hevelep dasparzh hag en Al. pe e Sz., nemet ez eo bet kavet emsavus ebarzhiñ an termen Br. **sten** b. ha lakaat warnañ ar c'hemeradurioù alvezel, pezh a ginnige PH a-du-rall (p. 283). Ken e talv **stenoniezh** kement hag "akoustik alvezel". Alese, ez eo ar **vevstenoniezh** studi fizikel ar froumoù klevedel ec'hodet gant ar bevion.
24. **biocénose**. Kumuniezh spesadel o c'hoarvezout eus ur c'hevredadur korrvevion, Plant ha Loened en ur metou dibarek. Br. **bevgant g.-où, bevgantad g.-où**.
  - Sl. DGVB. p. 95 : "Il semble que le nom du «cercle» [*cant*] servait au sens abstrait à exprimer les idées de "plénitude, perfection, certitude" et aussi celles de "groupement, rassemblement"."
25. **biocénotique**. a) A-zivout ar bevgant, ar bevgantadoù. Br. **bevgantel** aa., **bevgantadel** aa. b) Studi ar bevgantadoù. Br. **Bevgantadouriezh** b.
26. **Biogéographie**. Skiant o plediñ gant dasparzh ar bevion war an Douar. Br. **Bevzouaroniezh**.
27. **bioluminescence**. Perzh o deus bevedegoù 'zo da c'henel luc'h. Br. **bevdreluc'h** g.
28. **biomasse**. Tolz hollel ar bevedegoù bezant en ur ranndouar. Br. **bevdolz** g.
29. **biome**. Hollad ar bevion bezant en un egor lavaret. Br. **biom g.-où, bevvod g.-où**.
  - Degemeret eo bet al lostger **-om(ø/-e/-a)** da verkañ un hollad, un trevnad, sk. : Br. **kondriom, plastidom, vakuom, genom**, ha **biom**.
30. **biorythme**. Luskelladoù arc'hwelel reoliek tamm pe damm en oberiezhoù ur bev. Br. **bevgorvez b.-ioù**.
31. **Biospéléologie**. Studi ar beved er mougevioù. Br. **Mougevvevoniezh b.-où**.
32. **biosphère**. Rann a'r blanedenn ma vez ar bevion. Br. **bevgelc'h g.-ioù**.

33. **Biostatigraphie**. Skourr eus ar Vevzouaroniezh ma pleder gant kenheuilh ha dasparzh ar bevion e-kerz hoaladoù an Douar. Br. **Bevhoaladoniezh** b.
34. **biotique**. Adanv ar parennoù eus amva ur bevedeg o tennañ da vezañs bevedegoù all. Br. **bevadel** aa. Sl. **abiotique, milieu**.
35. **biotope**. Amva fizikel-kimiek ur bevgant dibarek. Br. **bevva g.-où**.
36. **branchiotaxie**. Hoalerezh ar pesked etrezek an tachadoù a zo brasoc'h enno bec'h an oksigen. Br. **oksidrevn g., oksidrevnegezh** b.  
 □ Er Vevoniezh e tiforc'her daou zoare a-berzh ar bev da erwezhañ ouzh ar metou : 1) Treiñ ouzh, durc'haat da, dreist-holl a-berzh ar Plant, Et. -**trop-**, Br. **-kerc'h-** ; sk. : Gl. **phototropisme**, Br. **luc'hgerc'h(egezh)**. 2) En em reizhañ diouzh, loc'hañ war-du pe diwar-du, dreist-holl a-berzh bevion dizalc'h ha heloc'h, Et. **-tact-**, Br. **-trevn-** ; sk. : Gl. **chimiotaxie**, Br. **kimidrevn(egezh)**. Sl. **taxie, nastie**.  
 Kement-se lavaret, e noter ez eus daou si e lunierezh ar Gl. **branchio-taxie** : a) ar gedrann gentañ, dre reolenn, a zle merkañ ar barenn eus ar metou en em reizh ar bev diouti, amañ an oksigen, ha n'eo ket an organ fraouaet ganti ; b) an eil kedrann a zleje bezañ **-tactisme** ha n'eo ket **-taxie** a un orin, hogen debarzhet el lavar etrevroadel d'ar rummataouriezh (Gl. **"taxinomie"**) ha d'an neurologiezh (Gl. **"ataxie"**). Sl. **taxie**.
37. **cæcotrophie**. Dibarder eus ar c'hoazhañ gant ar C'hriagnerion, oc'h euvriñ un eil gwech an oulennoù blot ha glaourus diwar un trehentad kentañ eus ar boued. Da geñver an eil trehentad e vez suget gant ar vouzellenn voan ar vitaminoù danzeet gant ar Bakteri kedvevat bezant er sac'henn da heul an trehentad kentañ. Br. **sac'henndeñvañ**.
38. **calcicole**. Adanv nep Plantenn o vevañ war zouarennoù razek. Br. **raztrigat** aa.
39. **calcifuge**. Adanv ar Plant o vevañ war an douarennoù anraz. Br. **raztec'hat** aa.
40. **carpophage**. A-zivout al Loened a zo ar frouezh diazez o magadur : heñvelster : **fructivore**. Br. **frouezhezat** aa.
41. **caste**. Stroll hiniennoù, e-barzh ur gevredigezh loenel, o piaouañ kefridioù arbennik a-zalc'h ouzh doareoù stummadurel dibarek. Seurt strolloù a gaver gant an Amprevaned kevredus (Gwenan, Merion, Termit) : milourion, gwezhourion, h.a. Br. **casta g.-où**.
42. **catadrome**. Adanv ar Pesked stêrioù oc'h emdizhañ war-du ar mor evit dozviñ (Sili). Br. **ardraoñus** aa., **morarduat** aa. Sl. **thalassotoque**.

43. **cavernicole** aa. Adanv al Loened o vevañ e-barzh mougevioù. Br. **mougevdriat** aa.
44. **cavicole** aa. Adanv al Loened o vevañ e-doug o hoali a-bezh pe a-zarn e-barzh kavennoù naturel eus korf Loened a spesadoù all. Br. **kavenndriat** aa.
45. **circadien** aa. A-zivout un anadenn arreat a zo he zrovezh 24 h pe dost. Br. **trozeziat** aa.
46. **circannien** aa. A-zivout un anadenn arreat a zo he zrovezh ur bloavezh pe dost. Br. **trovleziat** aa.  
 Evit deveradoù 'zo e kavan gwell (skañvoc'h d'an distagañ ouzhpenn ma'z eo reizhistorek) ober gant ar gedrann **-dez-**, evel er skrivadoù lennegel **eizhtez, pemzektez, bemdez** a-du-rall. Evit **blez** (hBr. **blid**, BrE. **ble**) ez eus anezhañ ur furm diles ha n'eo ket ur stumm eus **bloaz** (TVBS., p. 8).
47. **cleptobiose**. A-berzh spesadoù 'zo, dozviñ e-barzh neizhioù dilezet, pe preizhañ neizhioù spesadoù all. Br. **gourneizhiañ**.
48. **climax**. 1) Termen dibenn ur steudad argammedek a furmadurioù struzhel e-maez daremouezh mab-den. 2) Stad kempouezh stabil etre trigaded ur metou hag etrezo hag ar metou. Br. **klmaks g.-où, peurgammed g.-où**.
49. **cline**. Heuliad argammedek ar c'henfeurioù etre daou pe lies seurtad eus ur boblañs a-geñver gant an douaregor pe amveziadoù an trevva. Br. **klin g.-où**.
50. **clone**. Teskad hiniennoù pe gelligoù evodet dre ouennañ anrevk diouzh un hinienn pe ur gellig hepken, dezho dre se an un glad hilel. Br. **klon g.-ioù**.
51. **colonie**. Teskad Loened o vevañ e kumuniezh. Br. **kludad** b.  
 Meur a dermen oa korvoadus : **leizh** (hBr. **loit**, Kb. **llwyth**), **korzh** (BrE. **'coscorh'** L'Arm- p. 357, Kb. **cordd, cosgordd**) ; a-gostez e lezan **trev**, daoust ma'z eo an termen kentañ a soñjer ennañ dre benn an daou gemeradur eus ar Gl. **colonie**, p'en kaver arveret gant ur ster all en Drevoniezh end-eeun. Gwell 'm eus kavet dibab **klud** dre m'en kaver gant ur ster damheñvel e hBr. **clut moriuon** ; dalc'het 'm eus ar reizh b. en deus **clud** e Kb.
52. **commensalisme**. Mod bevañ gant spesadoù Loened pa vez kevelet hiniennoù hevelep ma rannont pe ma atoront boued a-gevret hep ma tennfe hini he boued eus korf unan all (evel ma ra an arvevaded). Br. **kemmagadezh** b. Ober a reer **kemmagat** aa., **kemmagad g.-ed** eus ul Loen o vevañ er gemmagadezh.

53. **communauté**. Hollad al Loened a bep spesad o vevañ d'un ampoent lavaret en un egorenn resis. Br. **kumuniezh** b.
54. **coprophage** aa. Adanv Loened oc'h emvagañ diwar oulennoù, o tozviñ enno hag ouzh o daspugn en o chedoù. Br. **kaoc'hezat** aa. Sk. : Br. **C'hwil-kaoc'h g.-ed-k.** (Gl. **Bousier**).
55. **cosmopolite** aa. Adanv ur stroll o vevañ dre ar blanedenn a-bezh hag en holl hinadoù met n'eo ket dre ret en holl veteier. Br. **bedsezat** aa.
56. **crénobie** aa. Adanv Loened dour o vevañ en andonioù hepken. Br. **eiendrigat** aa.
57. **crénophile** aa. Adanv Loened dour gwell ganto bevañ e-barzh an andonioù, hag o vevañ ivez e lec'hioù all. Br. **eiengar** aa.  
 □ Evit kendeç'heriañ Et. **-phile** e c'haller termal etre a) Br. **-kerc'h**, sk. : Gl. **anthropophile**, Br. **dengerc'h** "(adanv an Amprevaned) o flemmañ an dud hepken", b) Br. **-len**, sk. : Gl. **acidophile**, Br. **trenkennlen** "(a-zivout an elfennoù kelligel) lenidik ouzh al livuzennoù trenkek", c) Br. **-oriat**, sk. : Gl. **pédophile**, Br. **maboriat**, hag evel just d) al lostger boutinañ degaset gant AR GONIDEG-KERVARKER diwar ar Kb., Br. **-kar**, sk. : Gl. **xénophile**, Br. **estrengar**. Betek gouzout ne welan ket abeg da zegas ul lostger all na da dremen hebiou d'al lostger Br. **-kar** evit termenou a rumm gant Gl. **crénophile**.
58. **dème**. Poblad e ster Gilmour ha Gregor. Br. **dem g.-où**.
59. **dendrobie**. Adanv ur bev oc'h annezñ er gwez. Br. **gweztrigat** aa.
60. **détriticole**. Adanv ur bev oc'h annezñ en distaoladoù bevedel. Br. **lasteztrigat** aa.
61. **diadrome** aa. Adanv ar Pesked oc'h emdizhañ etre dour dous ha dour sall. Br. **daouarduat** aa. Sl. **amphibiotique**, **anadrome**, **catadrome**.
62. **dystrophisation**. Strafulhañ meteier al lennoù gant an ezverioù louez kêrel ha greantel. Br. **mivezhurekaat**. Sl. **eutrophisation**.
63. **écholocation**. Araez emsturiañ gant ar C'hhiropter. Br. **dassonlec'hiañ**.
64. **Écologie**. Diskiblezh, skourr eus ar Vevoniezh, ma studier ar c'heñverioù etre ar bevion (Plant ha Loened) hag o amva. Br. **Trevoniezh** b.
65. **écomorphose**. Erwezh rag-eeun, fenotipek, a-berzh bevion 'zo (Plant dreist-holl) ouzh amveziadoù lec'hel an trevva. Br. **trevstummañ**.

66. **écosystème**. Unvez o c'hoarvezout eus un amva fizikel-kimiek spesadel (bevva) hag ur gumuniezh vevion (bevgant). Br. **trevreizhiad b.-où**.
67. **écotone**. Tachad ardreuziñ etre daou vevgant amezek. Br. **trevgefin b.-où**.
68. **écotype**. Gouennad lec'hel azasaet diouzh un annezva bevnet mat, hogen gouest d'en em barañ gant hiniennoù eus ur ouennad all a un spesad. Br. **trevrizh g., trevrizhad g.**
69. **édaphique**. Adanv ur barenn drevell a-geñver gant ar pri (a-gevenep d'ur barenn hinel). Br. **priel aa.**  
 Berrek eo hanc'herieg ar Br. war ar sterva ma kaver Gl. **sol, terrain**, Sz. **soil, ground**, Al. **Boden**, Et. **ped(o)-, edaf(o)-**. Daou dermen Br. a ziskouez bezañ korvoadus : **gwered** (hBr. **guerret(reou)**, Kb. **gweryd**) ; **pri** (Kb. **pridd** "soil, earth"), hogen amjestr eo arverañ Br. **gwered** en askont eus ur **gwered** all (hBr. **gueidret**, krBr. **guezret**) gwriziennet mat er yezh a-benn bremañ, ha **pri** ivez p'en deus kemeret ar ster a ouzer. Betek kavout bastusoc'h diskoulm evelkent e ran gant **pri**.
70. **édaphon**. Hollad ar bevion, Bakteri, Loened ha Struzh, o vevañ er pri. Al. **Bodenlebewelt, Edafon**. Br. **priveveg b.-i, edafon g.-ioù**.
71. **effet de groupe**. Daskemmadoù korfadurel, bevarc'hwelel pe realezhel o c'hoarvezout gant hiniennoù pe strolleñoù a spesadoù 'zo dindan wered fraouadennoù digant ar c'henouennaded. Br. **gwered g.-où stroll**.
72. **endémique**. Adanv ur spesad bezant en un egorenn bevnet strizh. Br. **brosezat aa. Sl. cosmopolite**.
73. **endoparasite**. Br. **enarvevat aa., enarvevad g.-ed. Sl. parasite**.
74. **endophage**. Adanv ul Loen luvezat o tebriñ gwiadoù ar plant dre an diabarzh. Br. **enluvezat aa.**  
 Ar peurziskoulm a chom da ziferañ evit ar stumm da reiñ da zezneuziad an hBr. **(brib)lu, (eli)lub, (hoiarn)lub, (tut)lob, (tut)lub**. An dezneuziad kempleg ouzh an emdroadur boas eo **lu**, daoust ma veneg FLEURIOT ul **lou** ("forme évoluée" DGVB. 247, diwar **lou guys** roet gant LOTH RC 18, 242). Hogen amjestr kenan e ve degemer Br. **lu** a yafe d'ur pevare heñvelson ; diouzh e du, an hapaks **lou** a ziskouez bezañ skoemp evit a sell an deverañ – hag eñ amgempleg a-walc'h. Gant ar stumm **luv** e ran da c'hortoz gwell.
75. **endoxyle**. Adanv un Amprevan prenezat o sankañ don er gwiadoù. Br. **donbrennezat aa.**

76. **entomophage**. Adanv ur bev oc'h emvevañ diwar Amprevaned. Br. **amprevanezat** aa.
77. **épilimnion**. Gwiskad gorre dour al lennoù, paot ennañ an oksigen. Br. **epilimnion** g.-où. Sl. **bathyplancton**.
78. **estivation**. Gant al Loened, prantad morzadur e-doug an hañv pe e koulz ar sec'hor. Br. **hañvoriñ, hañvorvezh** g.ioù.  
 Eeunaat a ran ar skrivadur ha kinnig **hañvor-** (< **hañv** + **mor-**).
79. **eurymbathe**. Adanv ur bev dourat o c'houzañv argemmoù donder bras. Br. **rouezdonek** aa.  
 Kinnig a ran **rouez-** da gevatal d'an Et. **eury-** (Gr. *eurus* "ledan, ampl, ledek, ec'hon") da aroueziñ an argemmusted vras eus amplegadoù un anadenn, eleze ar bevennoù laosk a zo dezho, an dizalc'h keñverel ez eo-hi diouto – "laosk" ha "dizalc'h" o vezañ kemeradurioù eus hBr. **rued**, Kb. **rhwydd**, Br. **rouez**. Evit ar c'heal kontrol, argemmusted vihan an amplegadoù, e kinnigan **strizh-** da gevatal d'an Et. **steno-**.
80. **eurymhalin**. Adanv ur bev dourat o c'hougmer argemmusted vras ar grenn (gwask osmotek) en e amva. Br. **rouezgrennek** aa. Sl. **sténohalin**.  
 En Et. e ve dikoc'h ober gant **\*eurytonique**, nemet ez eo forc'hellek ar gedrann Et. **-ton-** pa arouez etre parennoù all, an **tant** (Gl. "tonus musculaire") hag ar **grenn** (Gl. "pression osmotique"), sl. KIS-362, La-09, p. 126 n. E Br., n'eus ket eus ar forc'hellezh-se ha heut e vije plakañ ur **\*rouezhalek**.
81. **euryionique**. Adanv ur bevedeg gouest da emazasaat diouzh ur skalfad pH ledan. Br. **rouezionek** aa., **rouezpHek** aa.  
 Furmoù evel Br. **rouezpHek** [ruezpeaSEk], evit an digunvez ez int, eur techet da arverañ mui ouzh mui e lavar ar ouezoniez. Sk. Gl. **pH-métrie**, Sz. **esopHogram**.
82. **eurytherme**. Adanv ur bevedeg o c'hougmer argemmoù gwrezverk bras en e amva. Br. : **rouezwrezek** aa.
83. **eurytrophe**. Adanv ur bevva a zo peurgempouez ennañ al loazioù mezhur. Br. **rouezteñvek** aa.
84. **eutrophisation**. Argerzh o taskemmañ un drevreizhiad dre he finvidikaat gant halioù mezhuvel evel an nitratoù hag ar fosfatoù, pezh a laka ar bevedegoù hag an danvezioù bevel da builhaat. Br. **hevezhurekaat**.



85. **floricole**. O vevañ war ar bleuñv. Br. **bleuñvdrigat** aa.
86. **gallicole**. Adanv an Amprevaned o tec'han furmidigezh galezioù (evel an avaloù derv) war ar Struzh. Luvezat int hag o sankidigezh er gwiadoù eo a zegas ar Blantenn da erwezhiañ. Br. **galeztrigat** aa, **gallezat** aa.
87. **géobionte**. Adanv ar bevion o trigañ dalc'hmat e-barzh an douar. Bevañ a reont pe e-barzh dour an douar (Bezhin, Protozoed, Nematod) ha mont er stad beved enkelat pa vez sec'hor ; pe e-barzh aer an douar ha bezañ gouest da glask al liveoù araezus d'ar beved (Buzhug). Br. **douarvevat** aa., **douarvevad** g.-ed. Sl. **terricole**.
88. **géophagie**. A-berzh Loened 'zo (Lombrikideged), an euvriñ douar. Br. **douarezadezh** b.
89. **géophile**. Adanv an Douarvevaded o trigañ peurliesañ e-barzh gwiskad gorre an douar, dibaot en donder. Br. **douargar** aa.  
 Sl. **crénophile** .
90. **géotaxie**. Br. **douardrevn** g., **douardrevnegezh** b. Sl. **taxie**.  
 Sl. **branchiotaxie** .
91. **géotropisme**. Durc'hadur gant ar Plant war gresk dindan wered ar ponnerder. Br. **douargerc'h** g., **douargerc'hegezh** b. Hervez an organ ez eo disheñvel tu an douargerc'h : gant ar c'harenn e vez **douargerc'h nac'hek**, gant ar wrizienn **douargerc'h yaek**.
92. **grégaire**. Adanv ar spesadoù a vez o hiniennoù o vevañ a vagadoù. Br. **bagadus** aa. Ar **vagadusted** (Gl. **grégarisme**) eo an tued o devez an hiniennoù da zerc'hel o strolladur, pe diastal evel ar spesadoù kevredus, pe e degouezhioù 'zo hepken : hedoù Karvedeg, goañvoriñ ar Buoc'haned ; gant an Akridianed, e reer **tachadoù bagateiat** (Gl. **zones grégarigènes**) eus al lec'hiennoù ma ren ampegadoù trevel arbennik ar **realezh vagadiñ** (Gl. **comportement grégaire**).
93. **halobios**. Hollad ar bevion morat. Br. **halveveg b.-i**, **morveveg b.-i**.
94. **halophile**. Adanv ur bev o trigañ er prioù pinvidik a holen war lez ar mor pe war-dro an oglennoù. Br. **halgar** aa.

95. **halophyte**. Plantenn pe gorrvev gouest da vevañ war brioù intret gant an holen. Br. **halluv s.-enn**.  
 Sl. **endophage** .
96. **hétérotrophe**. Adanv bevion a denn o boued eus ar metou bevel ; ne c'hallont teñvañ nemet war-lerc'h bevion all dre emvagañ diwar danvez o c'horf bev pe varv pe diwar o distaoladoù ; an degouezh eo m'emañ an holl Loened ha Mabden ha struzhennoù 'zo. Br. **diandevnek** aa. Tri doare zo d'an emvoueta diandevnek : 1) an doare **milvevadek** (Gl. **holozoïque**) ; 2) an doare **arvevadek** (Gl. **parasitique**) ; 3) an doare **kelanadek** (Gl. **saprophytique**). Sl. **autotrophe**. Sl. SADED, Bon-5, p. 2 hh.  
 A-zivout arver al lostger **-ek** e **milvevadek**, **arvevadek**, **kelanadek**, sl. KIS-311, La-08, pp. 226 hh.
97. **hibernation**. Hollad an daskemmadoù o c'hoarvezout gant ar Struzh hag al Loened da geñver donedigezh ar goañv. Br. **goañvoriñ**, **goañvorvezh** b. O c'hoari e vez gwikefreoù diseurt : gwrezdifuiñ, kousk goañvorel, h.a.  
 Sl. **estivation** .
98. **holobiotique**. Adanv ar Pesked oc'h emdizhañ hep kemmañ metou, pe en dour dous (**stêremdizhoù**, Gl. **migrations potamiques**), pe er mor (**moremdizhoù**, Gl. **migrations thalassiques**). Br. **undourdrigat** aa. Sl. **amphibiotique**.
99. **homing**. Distro an Eoged oadour, da geñver an dozviñ, d'ar stêr ma voent ganet end-eeun. Br. **kêrat**, **kêradeg** b.-où.
100. **homophanie**. Anadenn o c'hoarvezout gant Loened 'zo oc'h emazasaat diouzh goulaouder ar goueled dindano, o vont sklaer pe deñval eveltañ. Br. **arunskediñ**. (Sl. KIS-360, La-09, p. 126).
101. **humicole**. Adanv ur bev o trigañ en druzad hag er rotel. Br. **roteldrigat** aa.  
 Betek kaout ur ger gwell e ran amañ gant Br. **druzad** (VALL. p. 368, v° HUMUS). Diaes oa amprestañ Kb. **llufadron** (< **llu(f)+madr(u)+-on** "danvez diwar vreinadur ar plant") pe **deilbridd** ("pri diwar an deil"), an daou o klotañ kentoc'h gant Br. **rotel** (PELLETIER. "**rotol**, tr. «les feuilles tombées des arbres, et que l'on ramasse pour en faire du fumier propre à engraisser les terres»" in GIBR<sup>2</sup>. p. 2756, ster en deus VALLEE astennet d'ober eus **rotel** ur c'hevatal da Gl. **compost**).
102. **hygrophile**. Adanv ur bev dedennet gant ar meteier gleborek. Br. **gleborgar** aa.
103. **hygrotaxie, hydrotaxie**. Br. **glebordrevn** g., **glebordrevnegezh** b. Sl. **taxie**.

104. **hypolimnion**. Gwiskad donoc'h eus dour al lennoù, dibaotoc'h an oksigen ennañ. Br. **hipolimnion** g. Sl. **épilimnion**.
105. **hyporhéique**. Adanv ar metou bevedel ez eo an dourioù oc'h intrañ ar gouelezennoù dindan an dourioù red, annezet enno ur vileg dibarek, etreat d'an dourioù gorre ha d'an dourioù kondon. Br. **dannaoziat** aa.
106. **inquilisme**. Rizh kevredadur pa vev an eil Loen e diabarzh egile hep emvoueta koulskoude diwar e goust, met o kavout bod ennañ hag o trufañ lod eus ar boued paket gant e geveler. Br. **entrigadezh** b.
107. **interattraction**. Dedennerezh kenetre Loened a un spesad. Br. **etrehoal** g.
108. **intercotidal, intertidal**. Adanv Struzh ha Loened o vevañ en tachad etre linennoù ar gourlanv hag an daere. Br. **kontraezhat** aa.  
 Br. **kontraezh** (BrE. **'kontreah', 'kontréh'**) zo dezneuziet diwar hBr. **cundraid**. En degouezh-mañ e lakaan da dalvout "le sens ancien «partie sablonneuse du rivage exposée au flux et reflux de la mer»". DGVB., p. 125.
109. **lignivore**. Adanv ul Loen oc'h envagañ diwar ar prenn. Br. **prennezat** aa.
110. **limicole**. Adanv ur bev o trigañ e-barzh goueled lec'hidek an doureier. Br. **lec'hidtrigat** aa.
111. **limivore**. Adanv ur bev oc'h envagañ diwar an danvezzennoù bevel endalc'het el lec'hid. Br. **lec'hidezat** aa.
112. **métatrophe**. Adanv bevion a rank kaout nitrogen bevel evit enaozañ danvez o bevedeg. Br. **damgevandevnek** aa.
113. **milieu**. Hollad ar parennoù a-ziwar-dro o telanvadiñ ar beved (parennoù bevedel hag ambevedel). Br. **metou g.-aouioù, -eier**. Sl. **abiotique, biotique**.
114. **mimétisme**. Emheñvelaat a-berzh bevion 'zo ouzh elfennoù eus ar metou ma vevont (Fasmed o wiskañ neuz ar briñsad) pe ouzh spesadoù all gwarezetoc'h. Br. **arundelviñ**. Sl. **homophanie**.
115. **molysmologie**. Studi ar saotrezh. Br. **saotroniezh** b.
116. **nastie**. Fiñval o c'hoarvezout gant parzhioù 'zo eus ar Plant dindan ur gwered fizikel hep durc'hadur a-geñver gant hini ar gwered. Br. **amvac'hañ, amvac'h g.-ioù**. Pa vez ar fraouaer al luc'h, e komzer a **luc'hamvac'hañ, luc'hamvac'h** (Gl.

**nyctinastie, photonastie**) ; ar wrez, eus **gwrezamvac'hañ, gwrezamvac'h** (Gl. **thermonastie**) ; ar skeiñ, eus **tosamvac'hañ, tosamvac'h** (Gl. **séismonastie**). Sl. **taxie**.

117. **necton**. Hollad ar bevion o neuñviñ dizalc'h hag oc'h emvagañ e-barzh ur metou dour dous pe dour sall. Br. **nekton g.-ioù**. Sl. **plancton**.
118. **niche écologique**. Lec'h gouzalc'het gant ur spesad e-barzh ar gumuniezh ma emañ, a-geflen gant e geñverioù ouzh an amva, doareoù e emvoueta, h.a. Br. **trevlog b.-où**.
119. **nidicole**. Adanv ar rumm Evned a vez o floged o nodiñ dibluñv ha dall, ha pasket en o neizh e-doug ur prantad hir. Br. **neizhvagat** aa.
120. **nidifuge**. Adanv ar rumm Evned a vez o floged ganet digor o daoulagad ha dumedet ; kuitaat a reont an neizh diouzhtu. Br. **neizhtec'hat** aa.
121. **parabiose**. Kevredadur etre Amprevaned a spesadoù disheñvel, sk. Merion a zaou spesad o vevañ en hevelep merioneg. Br. **lezveded g., lezvedezh b.**
122. **parasite**. Bev oc'h emvagañ diwar-goust unan all. Br. **arvevat** aa., **arvevad g.-ed**. Bez' e vez an arvevaded pe diavaez : **amarvevaded** (C'hwen, Teureug), pe diabarzh : **enarvevaded**, ar re-mañ o vevañ er metou diabarzh (Kokidi, er gwad), pe er ganol vezhur (Lenkern), pe e-barzh ar c'helligoù (Viruz) ; arvevaded struzhel a zeskriver ivez (Foue).
123. **parasitisme**. Kevredadur etre bevion, an eil o tennañ e voued eus danvez korf egile. Br. **arveved g., arvevadezh b.** Br. **arvevad** a reer eus ar c'horvoer, **danvevad g.-ed** pe **ostiz g.-ion** (Gl. **hôte**) eus ar c'horvoed. Hervez ma chom an arvevad e hoali pad e-barzh korf an danvevad pe e-doug ur prantad hepken, e komzer eus **arvevadezh padek** (Gl. **parasitisme définitif**), tro an Tenia, pe eus **arvevadezh ampadek** (Gl. **parasitisme provisoire**), tro ar Gelaoued.
124. **pélagique**. Termen a zevever diwarnañ an anvadoù eus derezioù donder ar mor. O vont don ouzh don, e tiforc'her :
- a) an **tachad epipelagek** pe **heritek** (Gl. **zone épipélagique** ou **héritique**) betek -50 m ;
  - b) an **tachad batiel** (Gl. **zone bathyale**) isrannet etre :
    - bα) an **tachad mezopelagek** (Gl. **zone mésopélagique**) betek -150 m ;

- bβ) an **tachad infrapelagek** (Gl. **zone infrapélagique**) betek -500 m ;  
 bγ) an **tachad batipelagek** (Gl. **zone bathypélagique**) betek -3 000 m ;  
 c) an **tachad abisopelagek** pe **abisel** (Gl. **zone abyssopélagique** ou **abyssale**) betek -6 000 m ;  
 d) an **tachad hadopelagek** pe **hadel** pe **ultraabisel** (Gl. **zone hadopélagique** ou **hadale** ou **ultraabyssale**) en tu-hont.

□ Sl. bathyplancton □.

En termenou Gl. dre **-al**, e kavan mat forc'hañ diouzh an diwezhiou etrevroadel kinniget gant Roparz HEMON. Gwelet hon eus c'hoazh (KIS-334, La-08, pp. 316-317) ez eo gwell dezneuziañ an diwezhiou La **-osus**, Gl. **-eux**, dre Br. **-us**, ha n'eo ket dre **-ozel** evel ma kinnige RH, dre abegoù o tennañ diouzh un tu da istor ar yezh, diouzh an tu all da heneuz ar gerioù ; dre abegoù heñvel ez eo gwell dezneuziañ La. **-alis**, Gl. **-al** dre Br. **-el**, ha n'eo ket **-alek**.

War ar sterva-mañ, menegomp un termen Br. diarver betek henn pa ouzon er yezh arnevez : **'ervoaz'** meneget gant VALL. 596 : “mer profonde *mor roundoun, mor ervoaz* (à Sein)”, hag adveneget gant GPC 47, e-keñver Kb. **affwys** “[...] ; cf. Llyd. *ervoaz* ‘dwrn’]”. Goulakaat a c'haller e teu alese ar Gl. **(Mer d'Iroise)**.

125. **photonastie**. Br. **luc'hamvac'hañ, luc'hamvac'h g.-ioù**. Sl. **nastie**.
126. **phototrophie**. Perzh ar bevion a zo o mod emvoueta karbonel e dalc'h al luc'h ; emañ seurt arc'hwel gant ar Struzh klorofilek. Br. **luc'hteñvañ, luc'hteñv g.-où**. Komz a reer eus ar mod emvoueta, eus ur bev **luc'hteñvek** (Gl. **phototrope**).
127. **phototropisme**. Delanvad al luc'h war greskidigezh elfennoù 'zo eus ar Plant. Br. **luc'hgerc'hañ, luc'hgerc'h g.-ioù**. Komz a reer eus **luc'hgerc'h yaek** pa dro an elfennoù war-du mammenn al luc'h, a **luc'hgerc'h nac'hek** pa zistroont diouti. Heñvelster Gl. **héliotropisme**, Br. **heolgerc'hañ, heolgerc'h**. Sl. **nastie, taxie**.
128. **phytophage**. Adanv al Loened oc'h emvoueta diwar Struzh. Br. **luvezat** aa.
129. **phytoplankton**. Hollad ar struzh eus ar plankton. Br. **fitoplankton g.-ioù**.  
 □ Sl. **bathyplancton** □. Un termen evel **luvlizadur** a c'hallfed arverañ. Nemet, dre an abegoù displeget c'hoazh, ez eo gwell derc'hel an termenou etrevroadel en dachenn-mañ.
130. **plancton**. Hollad ar bevion en arneñv er metou dourel. Gouest int da zilec'hiañ war hedoù berr, dreist-holl e vezont kaset gant ar redennoù. Br. **plankton g.-ioù**. Diforc'h a reer ar **plankton peurzalc'hus** (Gl. **plancton permanent**), ouzh e ober furmoù o chom ennañ hag int degouezhet er stad oadour (Protozoed,

Bezhin), hag ar **plankton amzeriat**, (Gl. **plancton temporaire**) ennañ rakviled hepken (larved Krestenege, Blotviled, Pesked). Etre ar mikron hag ar c'hentimetr emañ ment ar bevion. Hervez o natur e tispazier ar **fitoplankton** (Gl. **phytoplankton**) hag ar **zooplankton** (Gl. **zooplancton**).

131. **polytypisme**. Doare eus ur spesad a ya d'e ober lies gouennad douaregorel. Br. **liesrizhegezh** b.
132. **potamique**. Adanv ul Loen o vevañ en dour dous. Br. **stêrat** aa., **stêdrigat** aa.
133. **potamodrome**. Adanv ur Pesk oc'h emdizhañ en dourioù dous. Br. **stêremdizhat** aa. Sl. **holobiotique**.
134. **potamotoque**. Adanv ur Pesk o vevañ peurliesañ er mor, o sevel en dourioù kevandirel evit greuniañ. Br. **stêrhiliat** aa. Heñvelster : **anadrome**.
135. **reviviscence**. Gouested o deus bevion 'zo da zont oberiat en-dro goude ur prantad hir a veved enklat er stad disec'h ma c'hellont gouzañv gwrezverkoù betek - 273°C. Br. **dazbevusted** b.
136. **rythme biologique**. Argenmañ mareadec eus kreñvder pe vezañs end-eeun un anadenn, a-zalc'h ouzh parennoù kosmek evel pad ar goulaouiñ (Br. **korvez nozdeziat**, Gl. **rythme nyctéméral**), pebeilad ar c'houlzoù bloaz (Br. **korvez rannvloaziat**, Gl. **rythme saisonnier**). Br. **korvez** b.-ioù **vededel**.
137. **sélection**. Dibarzh ar gouennerion. Br. **diuzouennañ**. En **diuzouennañ naturel** (Gl. **sélection naturelle**), e vez an dibarzh e dalc'h ar c'heñver etre doarenoù 'zo gant ar gouennerion hag ar metou ma vevont, o reiñ lañs da rummadoù 'zo diwar-goust re all. En **diuzouennañ kalvezadel** (Gl. **sélection artificielle**), e vez renet an dibarzh gant ar mager war-benn keneliañ an hinienoù e piaou d'ur genotip divizet.
138. **spéciation**. Argerzh furmidigezh ar spesadoù. Br. **spesata**.
139. **sténohalin**. Adanv ur bev dourat o c'houzañv un argemmusted vihan hepken eus ar grenn en e amva. Br. **strizhgrennek** aa. Sl. **euryhalin**.
140. **sténoionique**. Adanv ur bevedeg na c'hell remziñ nemet etre bevennoù strizh eus ar pH. Br. **strizhionek** aa., **strizhpHek** aa. Sl. **euryionique**.

141. **sténotherme**. Adanv ur bevedeg na c'hougemer nemet argemmadoù bihan gwrezverk. Br. **strizhwrezek** aa. Sl. **eurytherme**.
142. **symbiose**. Kevredadur daou vevedeg a ziskouez gounit korvo an eil hag egile gant seurt mod bevañ. Br. **kedveved** g., **kedvevadezh** b. Un dro dibarek eo eus an arveved gant kempouez stabil en etreweredoù an arvevad hag an danvevad. Eus ar bevion e kedveved e reer Br. **kedvevaded** ls. (g.) (Gl. **symbiontes**). Sl. **parasitisme**.
143. **sympatrique**. Adanv spesadoù o c'houzerc'hel an un tiriad pe a zo kenskej o egorrennoù dasparzh. Br. **kendiriat** aa. Sl. **allopatrique**.
144. **Synécologie**. Studi kumuniezhoù (bevgantoù) o vevañ en amveziadoù trevel heñvel. Br. **Kendrevoniezh** b. Sl. **biocénose**.
145. **syngaméon**. Poblad etrehilius he holl izili. Br. **singameon** g.-où, **etrehiliog** b.-i.
146. **taxie**. Loc'hañ digeñver gant ar c'hreskiñ, a-zalc'h ouzh ur barenn digemparzhiek eus ar metou, dreist-holl a-berzh bevion dinask. Br. **trevnegezh** b. **Trevnegezhioù yaek** pe **nac'hek** a zispartier hervez m'emañ durc'haet al loc'hañ war-du pe diwar-du mammenn an delanvad. Hervez natur ar barenn fraouaer, e komzer, e tro ur fraouaer kimiek, eus **kimidrevn(egezh)** (Gl. **chimiotoxicité**) ; e tro al luc'h, eus **luc'htrevn(egezh)** pe **heoldrevn(egezh)** (Gl. **phototoxicité** pe **héliotoxicité**) ; e tro an argemm gwrezverk, eus **gwreztrevn(egezh)** (Gl. **thermotaxie**) ; e tro an tredan, eus **galvandrevn(egezh)** pe **tredandrevn(egezh)** (Gl. **galvanotoxicité**) ; e tro ar ponnderder, eus **douardrevn(egezh)** (Gl. **géotoxicité**) ; e tro ar glebor, eus **glebordrevn(egezh)** (Gl. **hygrotoxicité** pe **hydrotaxie**) ; e tro an trouzioù, eus **stendrevn(egezh)** (Gl. **phonotoxicité**) ; e tro an dourred eus **gouerdrevn(egezh)** (Gl. **rhéotoxicité**) ; e tro ar stekiñ, eus **stoktrevn(egezh)** (Gl. **thigmotoxicité**).
- Sl. **branchiotoxicité** □, notenn ma ran anv eus ar c'hevezerezh etre ar c'hedrannoù Et. **-tact-** ha **-tax-**. N'eur ket evit lavarout pehini eus an div a vo trec'h, ac'hoel pa zaveer d'ar geriadurioù. E-barzh *Dictionnaire de la Biologie*, PUF, 1979, p. 401, e lenner : “**Tactisme**, terme remplacé par **Taxie**”. E-barzh *Dictionnaire des Structures du vocabulaire savant*, Les Usuels du Robert, 1980, pp. 411-412, e kaver ar mellad “**-tactisme** (ou **-taxie**) : La var. **-taxie** [...] ne paraît pas très heureuse, car **-taxie** appartient déjà à d'autres systèmes”. E-barzh *Le Petit Robert*, 1984, pp. 1915 & 1929, emañ **tactisme** ha **taxie** gant pep a zespizadur, hemañ o vezañ “réaction de locomotion orientée des organismes animaux [...]”,

hennezh “réaction d'orientation des cellules [...]”. E *Dictionnaire de Médecine Flammarion*, 1991, p. 175, ne gaver nemet un deverad : “**chimiotactisme** (angl. **chemotaxis**), syn. **chimiotaxisme** (moins recommandé).” War *Dictionnaire des termes de Médecine*, Maloine, 1992, p. 862 : “**taxie**, syn. **tactisme**, **tropisme**. [...] **Tactisme** et **Taxie** indiquent généralement une réaction d'organismes ou de cellules mobiles qui se déplacent, **tropisme**, une simple orientation sans déplacement.”

Ober a ran gant ar gedrann **galvan-** "red tredan" el luniadoù Br. (diwar an anvenn *Galvani*) e-lec'h ma ra an Et. gant **galvan(o)-** .

147. **terricole**. Adanv Loened 'zo o vevañ e-barzh an douar. Br. **douardrigat** aa.
148. **territoire**. Egorenn dezvonnet gant ul Loen ha sellet gantañ evel e annez ; he difenn a ra ouzh arlankerezh al Loened all nemet e barez. Br. **taread** g.-où.  
 Ret eo diforc'h **taread** diouzh **tiriad**, egorenn dasparzh ur spesad.
149. **thalassique**. Adanv ar Pesked o vevañ en dour sall. Br. **morat** aa., **mordrigat** aa. ; hv. Gl. **thalassodrome**, Br. **moremdizhat**.
150. **thalassotoque**. Adanv ar Pesked stêr o tiskenn d'ar mor evit greuniañ. Br. **morhiliat** aa. Sl. **catadrome**, **potamotoque**.
151. **thermocline**. En Dourvevoniezh, derez o tispertiañ an dourioù gorre, en ardizh an argemmoù gwrezverk, diouzh an dourioù donoc'h, muioc'h e-maez delanvad. Br. **termoklin** g.-où.
152. **ultradien**. A-zivout ur gorvez vevedel a zo he zrovezh er gavael etre un hanter eurvezh hag ugent eurvezh. Br. **tradeziat** aa. Sl. **circadien**.
153. **Zoogéographie**. Skiant o plediñ gant dasparzh al Loened war an Douar. Br. **Milzouaroniezh** b. Dezhi div gevrenn : a) studi an egorennoù dasparzh, a zo an arvez **douaregorel** (Gl. **géographique**) anezhi ; b) studi ar meteier ma vev pep spesad, a zo an arvez **trevel** pe **trevegorel** (Gl. **écologique**) anezhi.
154. **zooplancton**. Hollad ar Miled a ya d'ober ar plankton. Br. **zooplankton** g.-ioù. Sl. **phytoplancton**.  
 Sl. **bathypalcton**  Gwell na arverañ ur furm **millizadur** dre an abegoù displeget en notenn meneget.



- a-ziwar-dro (parennoù —)* (facteurs) environnants 113.  
*abisopelagek* abyssopélagique 124.  
*aervevadezh* aérobiose 2.  
*aervevat* aérobie 2.  
*aerveved* aérobiose 2  
*alldreñ* allotropie 6.  
*alldroüsted* allotropie 6.  
*amarvevad* ectoparasite 122.  
*ambevadel* abiotique 1.  
*ampadek (arvevadezh —)* (parasitisme) transitoire 123.  
*amprevanezat* entomophage 76.  
*amva* environnement, milieu environnant.  
*amvac'h* nastie 116.  
*amvac'hañ* nastie 116.  
*amveziadoù (trevel)* conditions (écologiques) 144.  
*amzeriat (plankton —)* (plancton) temporaire 130.  
*anaervevad* anaérobiose 12.  
*anaervevadezh* anaérobiose 12.  
*anaervevat* anaérobiose 12.  
*anaerveved* anaérobiose 12.  
*anaraezus (da)* incompatible (avec) 1.  
*andourvevadezh* anhydrobiose 13.  
*andourveved* anhydrobiose 13.  
*ankeventrac'h* amixie 7.  
*annez* habitat 148.  
*annezva* habitat 68.  
*anraz* dépourvu de calcium 39.  
*anrevék* asexué 50.  
*anvevedus* abiotique 1.  
*anvil* azoïque 19.  
*araezus (da)* compatible (avec) 87.  
*ardizh (en —)* soumis, exposé (à).  
*ardraoñadeg* avalaison 18.  
*ardraoñus* catadrome 42.  
*ardreuziñ (tachad —)* (zone) intermédiaire 67.  
*argammedek* progressif 48, 49.  
*argrec'hus* anadrome 11.  
*arlankerezh* intrusion 148.  
*arneuñv : en —* qui flotte, flottant 130.  
*arstalek* constant.  
*arundelviñ* mimétisme 114.  
*arunskediñ* homophanie 100.  
*arvevad* parasite 122.  
*arvevadek* parasitique 96.  
*arvevadezh* parasitisme 123.  
*arvevat* parasite 122.  
*arveved* parasitisme 123, 142.  
*atorñ* récupérer 52.  
*azbevadezh* anabiose 10.  
*azbeved* anabiose 10.  
*azdourañ* réhydrater 13.  
*bagadiñ (realezh v—)* (comportement) grégaire 92.  
*bagadus* grégaire 92.  
*bagadusted* grégarisme 92.  
*bagateiat* grégarigène 92.  
*Bakteri* Bactéries.  
*batiel* bathyal 124.  
*batipelagek* bathypélagique 124.  
*batiplankton* bathyplancton 20.  
*bec'h* concentration (d'une solution).  
*bedsezat* cosmopolite 55.  
*bentek* benthique 21.  
*bentoz* benthos 22.  
*bev* être vivant, organisme vivant.  
*bevadel* biotique 34.  
*bevarc'hwelel* physiologique 71.  
*bevdolz* biomasse 28.  
*bevdreluc'h* bioluminescence 27.  
*beved* vie (biologique).  
*bevedeg* organisme vivant.  
*bevedel (distaoladoù —)* (débris) organiques 60.

- bevedel* (*korvez —v-*) (rythme) biologique 136.  
*bevel* (*danvezioù —*) (matières) organiques 84.  
*bevel* (*metou —*) (milieu) organique 96.  
*bevgant* biocénose 24.  
*bevgantad* biocénose 24.  
*bevgantadel* biocénotique 25.  
*bevgantadouriezh* biocénotique 25.  
*bevgantel* biocénotique 25.  
*bevgelc'h* biosphère 32.  
*bevgorvez* biorythme 30.  
*bevhoadoniezh* biostatigraphie 33.  
*bevstenoniezh* bioacoustique 23.  
*bevva* biotope 35.  
*bevvod* biome 29.  
*bevezouaroniezh* biogéographie 26.  
*Bezhin* Algues 87.  
*biom* biome 29.  
*bleuñvdrigat* floricole 85.  
*blez an* 46.  
*Blotwiled* Mollusques 130.  
*brosezat* endémique 72.  
*Buoc'haned* Coccinelles 92.  
  
*C'hwen* Pucés 122.  
*C'hwil-kaoc'h* Bousier 54.  
*ched* terrier 54.  
  
*damgevandeñvek* métatrophe 112.  
*dannaoziat* hyporhéique 105.  
*danvevad* hôte (du parasite) 123.  
*danveziñ* utiliser 2.  
*daouarduat* diadrome 61.  
*daouzourdrigat* amphibiotique 9.  
*daremouezh* interférer, interférence.  
*dasken-* "diseurt, liesdoare" 4.  
*daskendeñv* allotrophie 5.  
*daskendeñvañ* allotrophie 5.  
  
*daskendeñvegezh* allotrophie 5.  
*daskendiriad* allopatrique 4.  
*dasparzh* (*egorenn —*) (aire de) répartition 143.  
*dassonlec'hiañ* écholocation 63.  
*dazbevusted* reviviscence 135.  
*delanvad* influence, excitant, stimulus 146.  
*delanvadiñ* influencer, conditionner 113.  
*dem* dème 58.  
*dengerc'h* anthropophile 57.  
*-dez-* "jour" 45, 46.  
*diandeñvek* hétérotrophe 96.  
*diraez* (*e — udb.*) au contact de qqc..  
*distaoladoù* (*bevedel*) débris (organiques).  
*diuzouennañ* sélectionner, sélection 137.  
*doareenn* (*hilel, h.a.*) caractère (génétique, etc.).  
*donbrennezat* endoxyle 75.  
*douardrevn* géotaxie 90, 146.  
*douardrevnegezh* géotaxie 90, 146.  
*douardrigat* terricole 147.  
*douaregor* espace géographique 49.  
*douaregorel* géographique 131, 153.  
*douarezadezh* géophagie 88.  
*douargar* géophile 89.  
*douargerc'h* géotropisme 91.  
*douargerc'hegezh* géotropisme 91.  
*douarvevad* géobionte 87.  
*douarvevat* géobionte 87.  
*dourat* aquatique (vivant dans l'eau).  
*dourel* (*metou —*) (milieu) aquatique 130.  
*Dourvevoniezh* Hydrobiologie 151.  
*druzad* humus 101.  
  
*ec'hodiñ* émettre.  
*edafon* édaphon 70.  
*egorenn* espace (déterminé).

- egorenn (dasparzh)* aire (de répartition) 143.  
*eiendrigat* crénobie 56.  
*eiengar* crénophile 57.  
*emdizhañ* migrer 9.  
*enarvevad* endoparasite 73, 122.  
*enarvevat* endoparasite 73.  
*engenidig* autochtone 15.  
*engenidik* autochtone 15.  
*enkelat* latent.  
*enluvezat* endophage 74.  
*enrigadezh* inquilisme 106.  
*epilimnion* épilimnion 77.  
*epipelagek* épipélagique 124.  
*erwezh* réponse (biologique) 65.  
*estregar* xénophile 57.  
*etrehilieg* syngaméon 145.  
*etrehilius* interfécond 145.  
*etrehoal* interattraction 107.  
*euviñ* ingérer 37.  
*ezgenidig* allochtone 3.  
*ezgenidik* allochtone 3.  
*ezverioù* effluents 62.
- Fasmed* Phasmes 114.  
*fenotipek* phénotypique 65.  
*fitoplankton* phytoplancton 129, 130.  
*Foue* Champignons 122.  
*fraouadenn* stimulus 71.  
*fraouaer* excitant 116.  
*fraouaer (parenn —)* (facteur) stimulant 146.  
*frouezhezat* carpophage, fructivore 40.
- galez* cécidie 86.  
*galezat* gallicole 86.  
*galeztrigat* gallicole 86.  
*galvandrevn* galvanotaxie 146.  
*galvandrevnegezh* galvanotaxie 146.
- Gelaoued* Sangsues 123.  
*genotip* génotype.  
*glad (hilel)* patrimoine (génétique) 50.  
*glaourus* muqueux 37  
*glebordrevn* hydrotaxie, hygrotaxie 103, 146.  
*glebordrevnegezh* hygrotaxie, hydrotaxie 103, 146.  
*gleborgar* hygrophile 102.  
*goañvorel (kousk —)* (sommeil) hibernale 97.  
*goañvoriñ* hibernation 92, 97.  
*gouennad* race .  
*gouennañ* multiplication 50.  
*gouenner* reproducteur 137.  
*gouerdrevn* rhéotaxie 146.  
*gouerdrevnegezh* rhéotaxie 146  
*gougemer* tolérer, tolérance.  
*goulaouder* éclaircissement 100.  
*goulaouiñ (pad ar —)* (durée de l')éclaircissement 136.  
*gourneizhiañ* cleptobiose 47.  
*gouzerc'hel* occuper.  
*grenn* pression osmotique 80.  
*gwered* sol 69.  
*gwered (stroll)* effet (de groupe) 71.  
*gwezhour* ouvrier (insecte) 41.  
*gwezdifuiñ* isolation thermique 97.  
*gwezamvac'h* thermonastie 116.  
*gwezamvac'hañ* thermonastie 116.  
*gweztrevn* thermotaxie 146.  
*gweztrevnegezh* thermotaxie 146.
- hadel* hadal 124.  
*hadopelagek* hadopélagique 124.  
*halgar* halophile 94.  
*halveveg* halobios 93.  
*hañvoriñ* estivation 78.  
*hañvorvezh* (période, durée d')estivation 78.  
*heoldrevn* héliotaxie 146.

- heoldrevnegezh* héliotaxie 146.  
*heolgerc'h* héliotropisme 127.  
*heolgerc'hañ* héliotropisme 127.  
*heritek* hérétique 124.  
*hevezhurekaat* eutrophisation 84.  
*hilel (glad —)* (patrimoine) génétique 50.  
*hinel (parenn —)* (facteur) climatique 69.  
*hipolimnion* hypolimnion 104.  
*hironaat* hybridation 7.  
*hoalad* ère géologique 33.  
*hoalerezh* attraction 36.  
*hoali* durée de la vie 44.  
*hollezat* omnivore 5.  
  
*infrapelagek* infrapélagique 124.  
  
*kalvezadel (diuzouennañ —)* (sélection) artificielle 137.  
*kaoc'hezat* coprophage 54.  
*-kar -phile* 57.  
*kasta* caste 41.  
*kavenndrigat* cavicole 44.  
*kedvevad* symbionte 142.  
*kedvevadezh* symbiose 142.  
*kedvevat* symbiotique 37.  
*kedveved* symbiose 142.  
*kelanadek* saprophytique 96.  
*kemmagadezh* commensalisme 52.  
*Kendrevoniezh* Synécologie 144.  
*keneliañ* propagation (de la race) 137.  
*kennevid* métabolisme 2.  
*kenouennad* congénère 71.  
*kêradeg* homing 99.  
*kêrat* homing 99.  
*-kerc'h- -trop-* 36, *-phil-* 57.  
*kevandeñvek* autotrophe 17.  
*keveler* partenaire 106.  
*kevredadur* association.  
  
*kevredus* social (insecte) 41.  
*kimidrevn* chimiotactisme 146, chimiotaxie 146.  
*kimidrevnegezh* chimiotactisme 146, chimiotaxie 146.  
*Kiropter* Chiroptères 63.  
*klimaks* climax 48.  
*klin* cline 49.  
*klon* clone 50.  
*kludad* colonie 51.  
*Kokidi* Coccidies 122.  
*kontraezhat* intercotidal, intertidal 108.  
*korfadurel* anatomique 71.  
*korrvev* microorganisme 24.  
*korvez (vevedel)* rythme (biologique) 136.  
*kosmek (parennoù —)* (facteurs) cosmiques 136.  
*Krestenedeg* Crustacés 130.  
*Krignerion* Rongeurs 37.  
*kumuniezh* communauté 51, 53.  
  
*larvenn* larve 130.  
*lasteztrigat* détritique 60.  
*lec'hidezat* limivore 111.  
*lec'hidtrigat* limicole 110.  
*-len -phile* 57.  
*Lenkern* Helminthes 122.  
*lezvevadezh* parabiose 121.  
*lezveved* parabiose 121.  
*liesrizhegezh* polytypisme 131.  
*Loened* Faune 108.  
*Lombrikideged* Lombricidés 88.  
*lou* (sl. *luv*).  
*louez* putride 62.  
*lu* (sl. *luv*).  
*luc'hamvac'h* photonastie 116, 125.  
*luc'hamvac'hañ* photonastie 116, 125.  
*luc'hgerc'h* phototropisme 36, 127.

- luc'hgerc'hañ* phototropisme 127.  
*luc'hgerc'hegezh* phototropisme 36.  
*luc'hteñv* phototrophie 126.  
*luc'hteñvañ* phototrophie 126.  
*luc'hteñvek* phototrophe 126.  
*luc'htrevn* phototaxie 146.  
*luc'htrevnegezh* phototaxie 146.  
*luv* plantes, -phytes, -phyt- 74.  
*luvezat* phytophage 74, 128.  
*lwlizadur* (sl. *fitoplankton*).
- maboriat* pédophile 57.  
*mager* éleveur 137.  
*meinel* minéral.  
*metou* milieu 113.  
*mezhref* (*halioù* —) (sels) nutritifs 84.  
*mezopelagek* mésopélagique 124.  
*mileg* faune 105.  
*millizadur* (sl. *zooplankton*).  
*milour* soldat (insecte) 41.  
*milvevadek* holozoïque 96.  
*milzouaroniezh* zoogéographie 153.  
*mivezhurekaat* dystrophisation 62.  
*morarduadeg* avalaison 18.  
*morarduat* catadrome 42.  
*morat* thalassique 149.  
*mordrigat* thalassique 149.  
*moremdizh* migration thalassique 98.  
*moremdizhat* thalassodrome 149.  
*morhiliat* thalassotoque 150.  
*morlizadur* 20.  
*morveveg* halobios 93.  
*mougevdrigat* cavernicole 43.  
*Mougevvevoniezh* Biospéléologie 31.
- neizhtec'hat* nidifuge 120.  
*neizhvagat* nidicole 119.  
*nektion* necton 117.  
*Nematod* Nématodes 87.
- nozdeziat* nycthémeral 136.
- oksidrevn* branchiotaxie 36  
*oksidrevnegezh* branchiotaxie 36.  
*-om* "hollad, trevnad" 29.  
*-oriat* -phile 57.  
*ostiz* hôte (du parasite) 123.  
*oulennoù* excréments 37, 54.
- padek* (*arvevadezh* —) (parasitisme) définitif 123.  
*parenn* (*drevel*) facteur (écologique) 69.  
*parenn* (*fraouaer*) facteur (stimulant) 146.  
*parenn* (*hinel*) facteur (climatique) 69.  
*peurgammed* climax 48.  
*peurzalc'hus* (*plankton* —) (plancton) permanent 130.  
*plankton* plancton 130.  
*poblad* population 58.  
*poblañs* population 49.  
*prenezat* xylophage 75, lignivore 109.  
*pri* sol 69.  
*priel* édaphique 69.  
*priveveg* édaphon 70.  
*Protozoed* Protozoaires 87, 130.
- rakvil* larve 130.  
*ranndouar* région (de la Terre) 28.  
*rannvloaziat* saisonnier 136.  
*razek* calcaire 38.  
*raztec'hat* calcifuge 39.  
*raztrigat* calcicole 38.  
*realezh* (*vagadiñ*) comportement (gré-gaire) 92.  
*realezhel* éthologique 71.  
*remziñ* subsister 140.  
*rezurezek* homéotherme.

- rotel* compost 101.  
*roteldrigat* humicole 101.  
*rouez-* eury- 79.  
*rouezdonek* eurybathe 79.  
*rouezgrennek* euryhalin 80.  
*rouezionek* euryionique 81.  
*rouezpHek* euryionique 81.  
*rouezteñvek* eurytrophe 83.  
*rouezwrezek* eurytherme 82.
- sac'henn* cæcum 37.  
*sac'henndeñvañ* cæcotrophie 37.  
*saotrezh* pollution 115.  
*saotroniezh* molysmologie 115.  
*singameon* syngaméon 145.  
*spesad* espèce.  
*spesata* spéciation 138.  
*sten* son (Physique) 23.  
*stendrevn* phonotaxie 146.  
*stendrevnegezh* phonotaxie 146.  
*stenoniezh* acoustique 23.  
*stêrarduat* anadrome 11.  
*stêrat* potamique 132.  
*stêrdrigad* amnicole 8.  
*stêrdrigat* amnicole 8, potamique 132.  
*stêremdizh* migration potamique 98.  
*stêremdizhañ* migration potamique 98.  
*stêremdizhat* potamodrome 133.  
*stêrhiliat* potamotoque 134.  
*stoktrevn* thigmatotaxie 146.  
*stoktrevnegezh* thigmatotaxie 146.  
*strafuilhañ* perturber, perturbation 62.  
*strizh-* sténo- 79.  
*strizhgrennek* sténohalin 139.  
*strizhionek* sténoionique 140.  
*strizhpHek* sténoionique 140.  
*strizhwrezek* sténotherme 141.  
*stroll* (*gwered* —) (effet de) groupe 71.
- struzh* végétaux 70.  
*Struzh* Flore 108.  
*struzhel* végétal 48.  
*sugañ* absorption (intestinale) 37.
- tachad* (—où *bagateiat*) zones grégari-gènes 92.  
*tant* tonus musculaire 80.  
*taread* territoire (d'un animal) 148.  
*Tenia* Ténia 123.  
*Termit* Termites 41.  
*termoklin* thermocline 149.  
*Teureug* Tiques 122.  
*tiriad* aire (géographique) 143.  
*tosamu,hañ* séismonastie 116.  
*tradeziat* ultradien 152.  
*traezhat* arénicole 14.  
*traezhtrigat* arénicole 14.  
*tredandrevn* galvanotaxie 146.  
*tredandrevnegezh* galvanotaxie 146.  
*trehentad* transit (alimentaire) 37.  
*trenkennlen* acidophile 57.  
*trevegorel* (concernant l'espace) écologique 153.  
*trevel* (*amveziadoù* —) (conditions) écologiques 144.  
*trevel* (*parenn d—*) (facteur) écologique 69.  
*trevgefin* écotone 67.  
*trevlog* niche écologique 118.  
*-trevn-* -tact-, -tax- 36, 146.  
*trevnegezh* taxie, tactisme 146.  
*Trevoniezh* Écologie 64.  
*trevreizhiad* écosystème 66.  
*trevrizh* écotype 68.  
*trevrizhad* écotype 68.  
*trevstummañ* écomorphose 65.  
*trevva* environnement (écologique) 49.  
*-trig-* -cole 8  
*trigad* habitant 48.

*troveziat* circannien 46.

*trozeziat* circadien 45.

*truflañ* détourner à son profit 106.

*ultraabisel* ultraabyssal 124.

*unandrevoniezh* autoécologie 16.

*undourdrigat* holobiotique 98.

*Viruz* Virus 122.

*zooplankton* zooplancton 130, 154.